

KLASK GWELLAAT SKEUDENN AL LABOUR-DOUAR E BREIZH

Ni zo labourerien-douar hag a zo dileuridi eus an holl doareoù labour-douar hag eus hor bro a-bezh.

Kefridi hor c'hevredigezh eo ober diouzh ma vo dalc'hmat ur c'hendiviz etre al labourerien-douar hag ar Vretoned.

Al labour-douar e Breizh a ro labour da 68 000 a wazed hag a vaouezed, ha heuliadoù en deus o obererezh evit an holl c'hennadoù a ra d'ar rannvro bezañ pinvidik : granterezh, servijoù, kenwerzh, artizanerezh, touristerezh, sevenadur...

Ober produioù a-zoare, krouiñ implijoù, derc'hel da labourat war ar maez, kempenn ar maeziadoù...

**KALZ MUIOC'H EGET MAGAÑ
AC'HANOC'H E RA
AL LABOURERIEN-DOUAR...**



DRE BERZH AL LABOUR DOUAR, E VEVOMP GWELLOC'H E BREIZH



Ha gouzout a rit perak ?

Labourerien-douar
BREIZH
OUZHPENN HO MAGAÑ A REOMP

Labourerien-douar eus Breizh
Ti al labour-douar
5, alez Sully - 29322 Kemper Cedex
Pgz 02 98 52 49 34 - Plr 02 98 52 49 90
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.fr

Labourerien-douar
BREIZH
OUZHPENN HO MAGAÑ A REOMP

AL LABOUR-DOUAR, UR BINVIDIGEZH RANNET ETRE AN HOLL VRETONED

5 CHANTER BRAS

BOUED



Gant al labour-douar a vez produet er vro boued yac'h, asur, liesseurt ha marc'had-mat

- Emañ filierennoù Breizh o klask ar wellentez evit a sell ouzh ar c'halite, al liesseurted, ar c'hementadoù hag ar c'houst ...

EKONOMIEZH

Breizh, 1añ rannvro Frañs evit al labour-douar



- Gant al labour-douar e vez graet tost da 40 % eus kengreadur embregerezhioù Breizh, pa lakaer an holl c'hennadoù mesk-ha-mesk.
- Kengreadur an embregerezhioù labour-douar e Breizh zo 8 miliard a €, ha hini ar greanterezhioù gounezvouederezh (GG) a sav da 20 miliard a €.

KEVREDIGEZH



1añ rannvro Frañs evit an niver a implijoù el labour-douar

- Gant 1 atant e vez krouet 5 implij war-eeun, da lavaret eo 170 000 a implijoù en holl.
- Krouiñ a ra al labour-douar ouzhpenn 30 % eus an implijoù eus holl embregerezhioù Breizh.
- Sikour a ra da zerc'hel buhez war ar maez.

ENDRO



Gant al labourerien-douar e vez roet buhez da Vreizh hag e vez dalc'het e ratre

- 185 500 km a c'hirzhier hag a gleuzioù a warez an douar, a ro bod d'al loened ha da liesseurted ar vuhez.

SEVENADUR



Gant al labour-douar ez eo aesoc'h deskiñ ar sevenadur d'ar rummadoù yaouank

- Ul lodenn vras eus sevenadur Breizh a gav hec'h orin el labour-douar.
- Gwareziñ a ra glad ar rannvro ha sikour a ra da zedennañ touristed.

HAG IVEZ

E pep kumun war ar maez e Breizh, ez a an atantoù (35 well-wazh) d'ober kement hag un EBE 65 a implijoù gant 8M€ a gengreadur.